



Prometheus Ereet

*Skrivet gant Aesc'hulos
Embanner Hor Yezh, 2000*

Unan eus palioù Gwalarn a oa kinnig d'ar Vretoned, en o yezh, oberennoù-meur ar bed. Drezen a zibabas, da gregiñ ganti, daou eus pezhioù-c'hoari Aesc'hulos : "Prometheus ereet" hag "Ar Bersed".

Prometheus Ereet

*De Aesc'hulos
Editions Hor Yezh, 2000*

L'un des buts de Gwalarn était d'offrir aux Bretons, dans leur langue, les chefs-d'oeuvres du monde. Drezen choisit, pour commencer, de traduire en breton deux des pièces de théâtre d'Eschyle : "Prométhée enchaîné" et "Les Perses". Roparz Hemon en fit, en 1928, une très belle édition, agrémentée de bois gravés de R-Y. Creston et Jorj Robin.